



Priziadenn 2015

Live A1

Teuliad ar gelennerien

Anv hag anv bihan :

Kevredigezh :

Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad-labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus DAO, trugarez eta da : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Skol An Emsav ha Ti Ar Vro Treger-Goueloù.
Trugarez ivez d'ar strollad c'hoariva "Biz Ar Glav", Radio Kreiz Breizh,
Brudañ ha skignañ, Radio Kerne ha TES.

Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants d'associations adhérentes à DAO, merci à : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Skol An Emsav et Ti Ar Vro Treger-Goueloù.
Merci aussi à strollad c'hoariva "Biz Ar Glav", Radio Kreiz Breizh,
Brudañ ha skignañ, Radio Kerne, TES pour leur concours.



Priziadenn 2015

Live A1

Displegadenn evit ar gelennerien

Ar briziadenn-mañ a c'hell bezañ kinniget d'an dud o deus heuliet etre 45 hag 50 eurvezh kentelioù brezhoneg, da lâret eo ur bloavezh kentelioù-noz.

Penaos kinnig anezhi ?

Sizhun 1 :

Goulenn gant pep deskard kavout er gêr, 2 pe 3 skeudenn pe poltred a vefe moaien dezho kinnig d'ar strollad.

Sizhun 2 :

Displegañ d'an deskidi mont en-dro ar briziadenn

Reiñ pep a gartenn-bost (en teuliad-stag) ha goulenn gante leuniañ anezhi er gêr. Tu zo dezhe ober gant ur geriadur. Ar gerioù lakaet war tu-gin ar gartenn zo bet lakaet evit reiñ skouerioù dezhe : gallout a reont implijout anezhe pe get.

Dibab ur skeudenn e touez ar re kaset ganto ha goulenn ganto prientiñ un nebeud frazennoù **dre gomz** evit displegañ petra pe piv eo, perak o deus dibabet ar skeudenn-se...

Sizhun 3 :

Dastum ar c'hartennoù-post

Reiñ pep a deul d'an deskidi. Displegañ dezhe e vo selaouet an enrolladenn **meur a wech**. Displegañ dezhe ivez eo normal ma ne gomprenont ket pep tra. Amañ e vez priziet o barregezh da dennañ titouroù diouzh an enrolladenn hepken.

Lakaat anezhe da selaou ur wech pe div hep troc'h. Goude, lakaat anezhe da selaou an enrolladenn o troc'hañ anezhi evit m'o defe amzer da respont d'ar goulennoù. Tremen an enrolladenn evel-se teir gwech d'an nebeutañ.

Goulenn gante ober an teir foelladenn all (15 pe 20 munut vo trawalc'h)

Dastum an teulioù

Sizhun 4 :

Goulenn gant pep hini d'e dro tremen gant e skeudenn ha kontañ petra eo (1 pe 2 vunut)

Sevel goulennoù simpl outañ (goulennoù savet gant an deskidi all pe/hag ar c'helenner) (1 pe 2 vunut)

Ur wech studiet an teuliadoù :

Tu a vo deoc'h kas deomp anvioù ar re tizhet al live ganto, hag e vo savet ur skrid-testeni evit pep hini.



Priziadenn 2015

Live A1

Taolenn notenniñ

Dafar	Barregezh	Poentoù	
Kartenn-bost	Skrivañ	10	
		Formulennoù saludiñ ha kimiadiñ	2
		Sevel frazennoù a-bezh	2
		Ereadurezh	4
		Geriaoueg	2
Teul + enrolladenn			50
Goulennoù war programm Taol Kurun	Kompren dre lenn		10
Fichenn : koumanantiñ da #brezhoneg	Lenn ha skrivañ		10
Fichenn deiz ha bloaz Gurvan	Kompren dre lenn		10
Goulennoù diwar an enrolladenn	Kompren dre selaou		20
Skeudenn displeget	Komz		30
		Pouezh-mouezh	6
		Ereadurezh	6
		Geriaoueg	6
		Kompren ar goulennoù	6
		Respont d'ar goulennoù	6

Evit bezañ tapet al live A1 eo ret kaout d'an nebeutañ :

Dafar	Poentoù
Kartenn-bost	5
Teul + enrolladenn	25
Skeudenn displeget	15



Priziadenn 2015

Live A1

SELAOU

3 dudenn + ur vouezh off

Mouezh off :

D'ar sadorn 14 a viz Ebrel e Montroulez.

Emañ Annaig war parklec'h an ti-kêr o c'hortoz he mignonez Lena evit mont da Bariz d'ur c'hoñsert gant Bob Dylan. Erruout a ra Lena a-benn ar fin gant he c'harr.

- Salud dit Lena, mat ar jeu ?
- Ya, trugarez, ha ganit mont a ra mat ivez ? N'eo ket erruet Erwan c'hoazh ?
- Erwan ? Piv eo ar paotr-se ?
- Erwan Grall eus Ploueskad. Gwelet em eus anezhañ er mintin-mañ e kreiz-kêr hag e oa o klask ur c'harr evit mont da Bariz ivez da welet e dud. Anavezout a ran anezhañ un tamm
- Penaos eo, brav eo ? Kont din 'ta !
- 28 vloaz eo ha bras a-walc'h eo, e vlev zo hir ha melen, mont a ra da redek war bord ar mor ha seurfer eo ivez. Daou vreur hag ur c'hoar en deus. E c'hoar Mikaela zo mignonez din abaoe pell. E zaou vreur zo oc'h ober studioù e Roazhon. Met pelec'h eo chomet ?
Emaon o vont da bellgomz dezhañ : 06 65 27 98 43 (soniñ a ra ar pellgomzer meur a wezh)
A ... allo, Lena eo, prest out ? Mat, ken diouzhtu Erwan ...
Emañ o tont, ne vo ket pell ken.
- (A)Naon am eus. Prenet em eus avaloù ha chokolad da zebriñ er c'harr
- (L)N' ec'h eus prenet netra da evañ ?
- (A)Geo, chug-frouezh am eus prenet, mat eo evel-se ?
- (L)Ya, sell emañ o tont !
Demat dit paotr, mont a ra ? Setu emañ Annaig ur vignonez
- (B) Demat dit. Me eo Erwan ha deuet on gant ar bus
- (A) Me eo Annaig Gorjo eus Montroulez emañ. Emaon o chom en ur ranndi e-kichen sal ar gouelioù
- (B)Annaig Gorjo ... Merc'h Paol Gorjo a zo kelenner saozneg e lise Kerichen e Brest ?
- (A)Ya me an hini eo. Gouzout a rez piv eo ?
- (B)Ya, bet on er skol gantañ pa oan seitek vloaz. Ma c'helenner eo bet.
- (L) Ale Tud yaouank, poent eo mont bremañ. Ne chomo ket Bob Dylan da c'hortoz ac'hanomp. Ale pignit er c'harr ha dao !



Priziadenn 2015

Live A1

SELAOU

Vous venez d'entendre un enregistrement. Pouvez-vous répondre aux questions suivantes ?

L'action se déroule à : <input type="checkbox"/> Lorient X Morlaix <input type="checkbox"/> Landerneau <input type="checkbox"/> On ne sait pas	/1
Le rendez-vous à été mit sur : <input type="checkbox"/> Le parking de la gare <input type="checkbox"/> le parking d'un super-marché X le parking de la mairie <input type="checkbox"/> Le parking de la salle des fêtes	/1
Les deux amies vont à Paris pour : X un concert <input type="checkbox"/> voir des amis <input type="checkbox"/> en vacances <input type="checkbox"/> travailler	/1

L'homme qui va voyager avec elles :

Nom : Grall Prénom : Erwan	/2
Il habite à : Ploueskad	/1
Âge : 28 ans	/1
Il aime : (2 réponses) <input type="checkbox"/> marcher sur la plage X surfer <input type="checkbox"/> flâner X courir sur la plage	/2
Il va à Paris pour : X voir ses parents <input type="checkbox"/> travailler <input type="checkbox"/> à un entretien d'embauche <input type="checkbox"/> on ne sait pas	/1
Sa famille : il a <input type="checkbox"/> 2 sœurs et 2 frères <input type="checkbox"/> 2 sœurs et 1 frère X 1 sœur et 2 frères <input type="checkbox"/> 1soeur et 1 frère	/1
Quel est son numéro de téléphone ? : 06 65 27 98 43	/2


Pour le voyage, ils ont acheté, à manger : <input type="checkbox"/> des biscuits et des crêpes <input type="checkbox"/> des bananes et des sandwiches X des pommes et du chocolat <input type="checkbox"/> du pain et du fromage	/1
Pour le voyage, ils ont acheté, à boire : <input type="checkbox"/> de l'eau <input type="checkbox"/> du cola X du jus de fruits <input type="checkbox"/> de la limonade	/1

La passagère :

Nom : Gorjo Prénom : Annaig	/2
Elle habite : X Morlaix <input type="checkbox"/> Landerneau <input type="checkbox"/> Lannion <input type="checkbox"/> on ne sait pas	/1
Au lycée de Kerichen, son père était : <input type="checkbox"/> Intendant <input type="checkbox"/> Directeur <input type="checkbox"/> documentaliste X enseignant	/1
Le jeune homme à connu le père de la passagère à l'âge de : <input type="checkbox"/> 15 ans <input type="checkbox"/> 16 ans X 17 ans <input type="checkbox"/> 18 ans	/1

/20

Deiz-ha-bloaz Gurvan





Priziadenn 2015

Live A1

Sellit mat ouzh ar skeudenn pajenn 6 ha choazit « gwir » pe « gaou » en daolenn amañ-dindan.

Regardez bien l'image page 6 et choisissez « vrai » ou « faux » dans le tableau ci-dessous.


	Gwir	Gaou	Poentou
Un deiz-ha-bloaz eo	x		
C'hwec'h eur eo		x	
Digor eo ar yenez		x	
Nav den zo er gegin		x	
Eizh vloaz eo Gurvan hiziv	x		
Bet en deus profou	x		
Tri c'hazh en deus	x		
Bara zo war an daol		x	
Boued zo war an tan		x	
Bras eo ar wastell	x		
Hollad poentou			



Priziadenn 2015

Live A1

LENN - LIRE



TAOL KURUN - Programm

Goude bezañ lennet programm ar gouel Taol Kurun e Bro Kemperle, respontit d'ar goulennoù pajenn 9. (Ur poent dre respont mat).

Après avoir lu le programme de Taol Kurun en Pays de Quimperlé, répondez aux questions p. 9. (Un point par bonne réponse).

Devezh	Eur	Lec'h	Darvoud	Priz
Gwener 16 a viz Genver	7e00 noz	Sal Koad Kaer Kemperle	Digoradur ar gouel Prezegenn-diviz "Breizh 5 departamant, perak?"	Evit mann
Sadorn 17 a viz Genver	9e30- 5e30	Er Pouldu Kloar-Karnoed	Staj brezhoneg evit an dud deuet	30€
Merc'her 21 a viz Genver	2e00- 4e30 GM	Sal Ellipse Molan	Staj keginañ evit ar vugale	3€ (gant merenn-vihan)
Sadorn 24 a viz Genver	2e00- 5e00GM	Sal liesimplij Lokunole	Staj Dañsoù Bro an Aven	5€
Sul 25 a viz Genver	3e00 GM	Sal liesimplij Kerien	C'hoariva : "Komedien mil luiet" (Shakespeare) gant Strollad Kallag	6€
Merc'her 28 a viz Genver	2e30 GM	MLC Molan	Kenstrivadeg kontadennoù evit Kan Ar Bobl	Evit mann
Sadorn 31 a viz Genver	3e00 GM	Skol Diwan Kemperle	"Kafe-bara-amann" Kaozeadenn ha merenn vihan	Evit mann
Meurzh 3 a viz C'hwevrer	8e30 noz	Sinema "Le Kerfany" Molan	Film : "Kan ha diskan"	4,50€
Sadorn 7 a viz C'hwevrer	9e00 noz	Sal Koad Kaer Kemperle	Fest noz bras	6€
Sul 8 a viz C'hwevrer	Kreizteiz	Sal Jean Moulin Banaleg	Pred : Kig ha fars	16,00 €



Priziadenn 2015

Live A1

LENN - LIRE

TAOL KURUN - Goulennoù

I- Klaskit gouzout pegoulz e vo dalc'het an abadennoù amañ dindan

Essayez de savoir quand auront lieu les animations suivantes :

	Film	Théâtre	Repas	Stage de breton	Stage de cuisine	Contes	Poentoù
Samedi 17/01				X			
Mercredi 21/01					X		
Dimanche 25/01		X					
Mercredi 28/01						X	
Dimanche 8/02			X				

II- Gwir pe Gaou / Vrai ou faux

	Gwir	Gaou	Poentoù
Le prix pour participer au café-pain-beurre est de 3 €.		X	
La pièce de théâtre sera jouée par Strollad ar Vro Bagan		X	
La conférence-débat d'ouverture traitera du rattachement de la Loire Atlantique à la Bretagne	X		

III- Dibabit ar respont mat / Choisissez la bonne réponse

• Le stage de danse durera			Poentoù
<input type="checkbox"/> 1 heure 1/2	<input type="checkbox"/> 2 heures	X <u>3 heures</u>	
• On pourra entendre des conteurs à			
<input type="checkbox"/> Quimperle	X <u>Moelan/Mer</u>	<input type="checkbox"/> Querrien	

Hollad poentoù / 10



Priziadenn 2015

Live A1

LENN ha SKRIVANÑ - LIRE et ECRIRE

Leugnit ar fichenn koumanantiñ-mañ. Remplissez cette fiche d'abonnement.



bep eil miz / 6 niv. ar bloaz

brezhoneg

le magazine pour progresser en breton

➔ **30€** ar bloaz

➔ **2,5€** ar miz

Anv ha chomlec'h

Anv

/1

Anv-bihan

/1

Chomlec'h

/1

Kod-post

/1

Kumun


/1

Pgz

/1

Postel

/1



Koumanantit
evit ar wech kentañ
hag ho po
ar prof-mañ!

C'hoant am eus da gaout ar prof

/1

N'em eus ket c'hoant da gaout ar prof

- ▶ **Koumanantit dre chekenn** ▶ koumanant bloaz **30€**
- ▶ **Koumanantit dre Internet (PayPal)** ▶ koumanant bloaz **30€**
- ▶ **Koumanantit dre lamadenn vizek** ▶ paeañ bep miz **2,5€** Kasit ho taveennoù-bank (DAB)

/1

Deiziad ha sinadur :/...../.....

/1

Hollad

/10

Da gas da : #brezhoneg, 25 straed Pierre Martin, 35000 Roazhon

0299387583 | brezhoneg@skolanemsav.com | www.skolanemsav.com